

Ar raktres desevel

Petra eo ?

Un diell skrivet gant an aozer eo ar raktres desevel. Embann a ra e sell politikel war ar bed hag ar gevredigezh a vremañ, ha displegañ a ra e balioù (stadad hag ezhommoù). Meneget e vez ennañ an doare da aozañ ar vuhez pemdez hag an obererezhioù, termenet e vez ezhommoù spered ha korf ar vugale. Pa vez degemeret bugale klañv o spered, pe bugale nammet, asambles gant bugale all e vez dalc'het e kont perzhioù dibar ar strollad er raktres desevel.

War ar raktres desevel eo diazezet raktres pedagogel ar prantad vakañsoù, savet gant ar rener hag e skipailh. Hemañ diwezhañ a zo an doare da lakaat egile e pleustr. Gant an daou raktres-se, desevel ha pedagogel, e vez bevennet tuioù kreñv ur greizenn vakañsoù pe dudi.

A-raok ma krogfent gant o labour e rank ar rener hag ar vuhezourien bezañ lennet ar raktres desevel. Goût a reont ivez an traoù a c'hellint implijout (lec'h, dafar, budjed). Dre skrid pe dre gomz, a-raok kas o bugale, e vez kelaouet ar gerent war ar raktresoù desevel ha pedagogel. Dav e vez d'an aozer kas an div destenn-se da Roys asambles gant follenn disklêriañ ar greizenn.

Petra zo e-barzh ?

Pep aozer zo libr da gaout e sell dezhañ war ar bed hag ar gevredigezh. Koulskoude, lakaet ez eus bet palioù d'ar c'hreizennoù vakañsoù ha dudi gant Ministrerezh ar Yaouankiz hag ar Sportoù hag a zo mat da venegiñ e-barzh ar raktres desevel :

- ◊ deskiñ bevañ a-stroll ha kaout doujañs d'ar re all ;
- ◊ broudañ perzh pep hini, ar c'hemer intrudu, ar sammañ atebegzhioù ha diorren emrenerezh pep unan ;
- ◊ kinnig obererezhioù liesseurt : sport, sevenadur, teknikoù, dizoleiñ an natur hag an endro... ;
- ◊ kempouezañ en un doare soubl an obererezhioù a-stroll frammet hag ar prantadoù vak mat da zistennañ ;
- ◊ derc'hel kont eus lusk pep hini.



Ar Roudennoù

Ar stadad (La Fédé / Redon)

Diazezet eo ober desevel La Fédé war un endro resis ; sed aze un nebeud elfennoù anezhañ :

- ◊ ur gevredigezh ma vez kreñvoc'h-kreñvañ an hiniennelezh (skinwel, c'hoarioù video, sonvaleerioù...).
- ◊ ar maezioù o cheñch buan, gant lec'hioù kengred, eskemm ha stourm o vont war dreutaat ha, koulskoude, gant ur rouedad tud hag aozadurioù prest da zifenn un doare diorren mod-all.
- ◊ ur vro rannet etre div rannvro ha tri departamant, dezhi ur bersonelezh kreñv hag ur sevenadur bev.
- ◊ ur boblañs diseurt he orin, he ferzhioù kevredigezhel, he daveoù sevenadurel, he diduadennoù... ha merket gant un diouer a lec'hioù ha prantadoù en em gavout hag eskemm etre ar rummadoù oad ha micher.

Liesaat al lec'hioù desevel (bodad DABU-DARE UBAPAR / Breizh)

Ni a soñj deomp eo aesoc'h d'ar vugale gounit o frankiz pa vez lies al lec'hioù desevel (familh, skol, aozadurioù dudi) peogwir e c'hellint dre-se en em zistagañ aesoc'h diouzh pep hini anezho. Er mod-se e vez ar skol al lec'h emrenerezh kentañ e-keñver ar familh, hag ar familh ul lec'h repu e-keñver ar skol. An trede mell e rank an aozadurioù dudi bezañ. Dibar ha disheñvel met kenglotus kenetrezo eo an tri c'helc'h poellek-se. O lakaat anezho keñver-ha-keñver ez aio ar vugale war greskiñ.